



Tro ar bed

Fichenn savet gant Silvenn Koant

Evit piv?

Adalek ar CE2 en ur sal vras pe er maez
Talvoudegezh ar c'hoari
Adwelout anvioù al livioù hag an dilhad, an dremm
Bezañ aketus

Mont en-dro ar c'hoari

Ur c'helc'hiad a vugale azezet.
Kregiñ a ra ar c'honter da gontañ un istor e lec'h ma tispleg e veajoù er broioù estren . Displegañ a ra penaos e oa ar veajourien all dre ar gwiskamant er c'helc'h.. Dibab a ra unan hep diskouez anezhañ hag e tispleg d'ar re all penaos eo gwisket hep sellout outañ eveljust. Goulenn a ra digant ar re all : « piv eo ar beajour a oa ganin ? » an hini en deus kavet a respont : « Mael eo peogwir eo gwisket gant (dezhañ da adlavarout penaos eo gwisket ar beajour) » Mar n'en deus ket faziet e vez respontet dezhañ : « ya, mat eo » ma en deus faziet ar beajour a respont : « n'eo ket Mael peogwir n'eo ket gwisket gant ... » dezhañ da adlavarout penaos eo gwisket.

Mont pelloc'h gant ar c'hoari

Ar beajour a zibab ur c'hoarier A diskouez a ra anezhañ d'ar c'hoarierien all. Ar c'hoarier A 'zo lec'hiet etre daou c'hoarier all B ha K. E lec'h lavarout ar pezh a zo douget gant ar c'hoarier A e komz eus an dillhad douget gant B ha K : B evit an dilhad douget dindan ar gouriz ha K evit ar pezh 'zo a-us d'ar gouriz.

Da skouer : « E-pad ar vakañsoù e oan aet da vro Gembre. Eno e oan gwisket gant botoù sport gwer, gant ur bragoù du, ur chupenn ruz. Rodelek ha du e oa ma blev. (e gwirionez ez eus botoù sport gwer hag ur bragoù du gant e amezeg a-gleiz, hag e amezeg a-zehou en deus ur chupenn ruz ha blev rodelek du). Met ne oan ket ma unan eno peogwir em boa gwelet ma mignon Mael (diskouez a ra ar beajour ar c'hoarier Mael gant e viz). Gwisket e oa ... »

Kendalc'het e vez an istor un tammig a-raok goulenn gant an dud er c'helc'h ha gouzout a reont penaos e oa gwisket den-mañ-den. Ret eo dezho kalsk divinout.